

MISSION BRETTONE A JERSEY, 1892.

CANTIQUES.

OFFERTS AUX LABOUREURS FRANÇAIS PAR DES CHRÉTIENS DE JERSEY.

1 NOM PRÉCIEUX.

- 1 Dans les cieux et sur la terre,
Il n'est aucun nom plus doux,
Aucun que mon cœur préfère
Au nom de Christ mort pour nous
Quel beau nom porte l'Oint de l'Éter-
nel
Quel beau nom que celui d'Emmanuël
- 2 Quelque grand que soit un homme,
Qu'il soit prince ou qu'il soit roi,
De quel que nom qu'on le nomme
Jésus est plus grand pour moi !
Quel beau nom, etc.
- 3 Nos parents, nos amis même,
Sont pour nous un vrai trésor ;
Mais Jésus, l'Ami suprême,
Est plus précieux encor.
Quel beau nom, etc.
- 4 Dans les maux, Jésus soulage,
Il guérit l'esprit froissé,
Il ranime le courage
Du cœur le plus oppressé !
Quel beau nom, etc.

2 RASSEMBLONS-NOUS SOLDATS.

- 1 Rassemblez-vous, soldats, venez com-
battre,
Déjà le cor vient de sonner l'appel.
Rude est l'assaut, il faudrait bien se bat-
tre,
Mais le Seigneur nous contemple du ciel
- Chœur* : — Marchons, Marchons, ne nous
arrêtons pas !
Si la bataille est rude et longtemps dure
Revetons nous de la céleste armure,
Marchons, toujours le cœur gai, l'arme
au bras.
- 2 Notre Sauveur est le grand Capitaine
Qui de sa voix encourage nos cœurs,
De nos péchés il a porté la peine
Et de la mort a vaincu les terreurs,
Marchons etc.
- 3 C'est en luttant qu'on obtient la cou-
ronne
Que Dieu promet à qui, gardant la foi,
Combat sans cesse et jamais n'aban-
donne
Le saint drapeau de son Dieu de son Roi
Marchons etc.

3 LE BONHEUR.

- 1 AMI, pourquoi tant de bonheur,
De bonheur ?
Pourquoi tant de joie en ton cœur ?
Quel bonheur ?
Je suis joyeux, je suis joyeux,
Mon Rédempteur venu des cieux,
De l'enfer est victorieux ;
Quel bonheur !
- 2 Le sang de Jésus a coulé ;
Quel bonheur !
Au Calvaire il fut immolé,
Quel bonheur !
C'est là que sa compassion
A la mort paya ma rançon ;
C'est là qu'il m'obtint le pardon ;
Quel bonheur !
- 3 Jésus veut être ton Sauveur,
Quel bonheur !
A ses appels ouvre ton cœur,
Quel bonheur !
Il nattend que ton repentir,
A lui, pécheur, tu peux venir,
Viens, pour toi ses bras vont s'ouvrir ;
Quel bonheur !
- 4 Oh ! qu'aimer et prier est doux !
Quel bonheur !
Crois, adore et prie avec nous ;
Quel bonheur !
Avec nous, poursuis ton chemin,
Nous avons un Guide divin
Qui te conduira par la main :
Quel bonheur !

4. LE MÉDECIN DE L'ÂME.

- 1 Venez, cœurs souffrants et meurtris
Au Médecin de l'âme.
Par Jésus vous serez guéris ;
Que votre voix l'acclame ;
- Chœur* : Nom célébré par les élus,
Adoré par les anges,
Thème éternel de nos louanges :
Jésus ! Jésus ; Jésus ;
- 2 En Christ nous sommes pardonnés ;
C'est la Bonne Nouvelle.
Par lui les cieux nous sont donnés,
Et la vie éternelle, — *Ch.*
- 3 Vous tous qui souffrez isolés,
Venez, Jésus vous aime ;
Pour le troupeau des désolés
Il s'est offert lui-même. — *Ch.*
- 4 D'un seul cœur, d'une seule voix,
Exaltons sa victoire,
Et, dans le ciel, du Roi des rois
Nous redirons la gloire, — *Ch.*

Culte évangélique est célébré tous les Dimanches en plein air dans le quartier Français, le matin à 10h. 15, l'après-midi à 2h. 15, dans la Chapelle de Grove Place le matin à 11h. et le soir à 6h. 30. et dans la salle de Minden Street à 3 heures.

5 TOUTE CHAIR VERRA LE SALUT DE DIEU.

- 1 Lève-toi, vaillante armée,
Pour les combats du Seigneur;
C'est ton Dieu qui t'a formée,
C'est lui seul qui rend vainqueur,
Soldats, à la sainte guerre
Préparez-vous en ce jour;
Il faut soumettre la terre
Au Roi de paix et d'amour.
- 2 Allez révéler au monde
L'amour du Dieu tout-puissant;
Dans l'obscurité profonde
Annoncez le jour naissant.
Aux peuples sans espérance
Dites que Christ est venu,
Apportant la délivrance
Au cœur coupable et perdu.
- 3 Sur le plus lointain rivage,
Portez l'éternelle croix;
Avec un nouveau courage,
Partout élevez la voix.
Qu'ainsi l'Église s'étende
Ici-bas, sous tous les cieux,
Et que partout on entende,
O Christ ! ton nom glorieux.
- 4 Heureux ceux qui pour leur Maître
Auront voulu tout souffrir !
Le grand jour fera connaître
L'honneur qui les doit couvrir.
Dans l'immortelle victoire
De Jésus, le Roi des rois,
Ils auront part à sa gloire,
Ayant eu part à sa croix.

6 SI VOUS SAVIEZ.

- 1 Si vous saviez quel Sauveur je possède!
Il est l'ami le plus tendre de tous,
Pour moi, pour vous, il prie, il intercède
Et sur la croix il a souffert pour nous,
Chœur : Mon Sauveur vous aime,
Ah ! cherchez en lui
Votre ami suprême,
Votre seul appui !
- 2 Si vous saviez quelle douce espérance
Fait rayonner notre Père des cieux !
Combien sa voix sait calmer la souffrance,
Et son regard rendre le cœur joyeux ! —
Ch.
- 3 Si vous saviez quelle gloire suprême
Attend celui que Jésus a sauvé !
Ah ! je voudrais que ce pur diadème
Pour vous aussi, là-haut fut réservé ! —
Ch.

- 4 Quand vous saurez combien Jésus
vous aime,
Quand vous saurez combien son joug
est doux
Ne gardez pas ce trésor pour vous-même.
Mais avec moi dites autour de vous. —
Ch.

7 LE DIMANCHE ET SES BENEDICTIONS.

- 1 Qu'aujourd'hui toute la terre
S'égaie au nom du Seigneur;
Qu'à Dieu monte sa prière
Par Jésus le Rédempteur.
- 2 Qu'aujourd'hui son Évangile
En tous lieux soit publié;
Qu'à porter son joug facile
Tout pécheur soit convié.
- 3 Qu'aujourd'hui beaucoup d'esclaves
De l'erreur et de la mort
Soient tirés de leurs entraves
Par la grâce du Dieu fort.
- 4 Qu'aujourd'hui, remplis de joie
A la voix de l'Éternel,
Bien des cœurs trouvent la voie
Qui d'ici conduit au ciel.
- 5 Qu'aujourd'hui, comme Marie,
À tes pieds, ô mon Sauveur !
Je t'écoute et je te prie,
Plein d'amour et de ferveur.
- 6 Oui, qu'aujourd'hui je m'avance,
O Dieu dans ta vérité,
Saisissant, par l'espérance,
Les biens de l'éternité !

8 LA SOURCE.

- 1 O VOUS dont l'âme est altérée !
Venez à la source des eaux.
Pour vous la grâce est préparée;
Venez tous boire à ses ruisseaux;
Pécheurs travaillés et chargés,
Venez; vous serez soulagés.
- 2 Si vous n'avez rien en ce monde
Qu'un cœur du bien céleste épris,
Sachez qu'en Christ la grâce abonde
Demandez, et sans aucun prix,
Recevez ce divin bienfait;
La paix de Dieu, l'amour parfait.
- 3 Vous dont la misère est extrême
Venez, aveugles, pauvres, nus;
Venez à Jésus qui vous aime;
Vous trouverez tout en Jésus.
Croyez : vous aurez en ce jour
Le paradis de son amour.

TESTENIOU KARANTEZUS

Kinniget gant Breudeur Kristen Ilisou Jersey d'ar Vretouned deuet er bloaz
1892, da denna patates en Enezen

Jesus a lavar d'an holl en Aviel Sant Vaze, ch. XI, v. 28:—
"Deuet d'am c'haout, c'hwi holl pere a zo skwizet ha bec'hiet ha me ho tiboanio,"

9 JESUS A NAZARETH.

PERAG an drouz a glevan me
'Larz er gear vras a Jericho,
Daoust petra a zo a neve
Ma tired ar bobl tro war dro?
Hag an holl ho deus respontet : } *bis.*
Tremen ra Jesus a Nazareth.

Jesus; ha piau eo an den ze,
Ma red an holl 'vid hen gwelet,
Eur paour hag hen 'n euz kalite
Ma vo an holl rag -han pleget?
Hag an holl ho deus respontet : } *bis.*
Tremen ra Jesus a Nazareth.

Jesus; heman eo an hini
Neuz vid omp paeet ar ranson
An holl digant-han, dre bedi
Ho devoa iec hed ha pardon.
Ar gomz se e karfen klevet : } *bis.*
Tremen ra Jesus a Nazareth.

Dont a ra c'hoas dre he gomzou
Da ober an dro d'an Arvor
Merk he dreid zo war hon henchon,
En eur vont e sko war peb dor.
Lazaromp 'ta gant joausted : } *bis.*
Tremen ra Jesus a Nazareth.

10 PREZANS DOUE.

1 EUZ da brezans m'euz see'hed.
Chef divin euz ma fe :
En kreiz va holl dinerzded,
Petra 'rin hep out te ?
Bep devez ha bep heurvez,
'M'euz ezom ouzit te ;
Jesus em zimpladurez,
'N'em dalc'h em c'hichen me

2 En pad deizioù an oraj,
A drubuil a spouron,
Pa zinerzo ma c'houraj,
Hep out petra ez oun.
Jesus ebarz da brezans
'Man ar peoc'h ar vuez
Ar peoc'h ebarz er souffrans
Ar vue da jamez.

3 Kleskomp eta Bretouned,
Nerz Jesus hon Aotrou,
Er skriteriou, diskleriet,
Da ren hon chamejou.
Ebarz en Komzou Doue,
Zo joa hag e rosted,
O kredet emhei hirie,
Ha c'houi vezo zalvet.

11 DOUE A ZO SKLERIJEN.

ETERNEL, Aotrou hon Doue,,
Te a zo gwir sklerijen,
Ro d'am spered eta hirie,
Nerz da gompren da lezen.
Tad santel — Eternel,
Ro d'in da Spered Santel.

Ma c'hellin kompren ar c'homzou
Enz da Vab Santel Jesus,
Hen deuz diskleriet d'ar boblou,
Evit ho lakat eurus
Ha pere — m'euz kavet.
Ra vo da hano meulet.

Enr c'helou mad c'heuz diskleriet
Dre urz an Tad Eternel,
Hag em euz he gavet skrivet
En da Aviel santel.
Komzou mad — grasius,
Diskleriet demp gant Jesus.

12 JESUS, REFUJ AR PEC'HER.

KLEVET a ran, Aotrou
Da c'hir ker prisuis
Zo proklamet d'an holl boblou
Gant hor Zalver Jesus.
Mont a ran Aotrou,
D'as kavet te breman.
Ra gerzin en da gomzou,
Bete 'r fin dicezan.

Bec'hiet ha skuizet oun,
Karget a ezomou,
Mes gan-id-te 'ma ar pardon,
Remed hon ineou.
Mont a ran, etc.

N'emeus ket a arc'hant
'Vit prena da c'hrasou,
Mes 'vit netra da nep n'eus c'hoant
E roes da vadou.
Mont a ran, etc.

Bransellet, trubuliet,
Gant superstitionou,
N'emeus kavet peoc'h d'am spered
Nemert en da gomzou.
Mont a ran, etc.

Eur pec'her dirazoud
En em zanten barnet.
Mes en da c'hras 'man ar galloud
Hen deus ma delivret
Mont a ran, etc.

—o—

SANTEL, santel. santel, eo
 Doue mest bras an armeou
 Immortel eo he c'hallout,
 He oevrou a weler partout,
 Diskoel re-ont he vraster
 He vajeste he gaerder. } *bis*

Gloar d'ar Speret Santel
 Gloar ive d'an Tad eternal,
 Gloar da Jesus Krist Salver,
 Hon guir bried hag hor breur ker.
 Dre holl he wir garante
 A bad eun eternite. } *bis*

EN ho sa holl vugale,
 Bretouned Breiz-Izel
 A greiz ho kalon hirie
 Kredet d'an Aviel,
 Gant ho tadou ho mamou
 Sentet holl euz Jesus,
 Hag eun devez en envou
 C'houi a vezo eurus,

Bezomp zoudarded nerzus.
 Da Jesus hor Zalver,
 Hag euz a galon joaus
 Servichomp hor Mestr ker.
 Euz a victoar en victoar,
 Nep hen heul a ielo,
 Atao dre hent ar victoar
 Jesus zur hor c'haso.

Dens ganen eta minion
 Petra ri ken aze ?
 En em laka a galon
 'Vel d'oun en he arme.
 Heuliomp lezen ar Zalver
 'Despet d'ar Waperien,
 Pardonni ra ar pec'her
 A zent euz he lezen.

An drompril a zon skiltrus
 En hor za Bretouned,
 En em gannomp kourajus
 A enep hor pec'hed
 Mar be drouk an eaeour
 Bezomp krenv ha nerzus
 Deomp e vo roet siko r
 Hep mank zur gant Jesus.

TON : 56.

—o—

OH Kaera bro a zo en envou;
 Hep pec'hed, hep poan, hep glac'har
 Eno pobl Doue a gan Himnou.,
 Unanet da aeled ar gloar.

*Demp-ni holl demp-ni holl.
 Demp da vro gaer ar bromese ;
 Demp-ni holl, demp-ni holl,
 Demp da varados Doue.*

Hounes eo bro ar guir sklerijen
 Ar guir beoc'h hag ar guir repos,
 Eno gloar Doue ar gristenien,
 N'he balez a vrill deiz ha noz.

Er gear benniget ha santel ze,
 Logernoz vel aour ha kristal.
 E kresk bepred gwezen ar vue,
 Outhi Jesus bella pep gwal.

Honnes eo bro ar gwir bromese
 A ra ar feiz demp ni gwelet,
 Oh denomp ta da veuli hirie
 Jesus da veza hon frenet.

EN Bethlehem, kearig dister
 Er zioula nozvez
 Gant pastored er parkeier,
 Borzud n'em gavez
 N'ho pezet ket aon pastored,
 Dei oe lavaret,
 En kear David, ema ganet
 Krist, Zalver ar bed.

Ar bastored, war ho genou
 Oa en em daolet,
 Gant ar spont en ho goaziou
 Komz na c'hellent ket.
 Dei adare oe lavaret :
 Jesus zo ganet,
 En eur c'braou dister e kavfet
 Gwir Zalver ar bed
 Kerkent e klevjont o kana
 Eur vanden aele :
 Gloar da Zoue en huella
 Er gwella doare.
 Ajouti reaz an aele
 A beurz ar C'hrouer :
 Euz a Zoue ar volonte
 Eo Zalvi 'r pec'her.

Petra zimifi kement ma ?
 'Me ar bastored,
 Sklerijen, aele o kana
 Demp-ni da welet.
 Neuze eun ael dei a laras :
 Jesus a gavfet
 En eur manjouer, bihan c'hoas,
 Ema maillaret.